
B
207
1
Chant des pauvres

Arri omp aman en hichen ho tor
En hano Jesus Da c'houl Dior.
Da c'houlen ol cun tam bara,
Rac naon a meump haylao ara.

O Kristenien, o pet tue,
Niñ aso kristenien ive...

Chui lo un tal un tan o toman
Chui a neus bara evit pijan:
ha niñ na meump tam da dibiñ
nay ho bugale koulz ha niñ;
ha niñ na meump da ust d'hon fur
nemet koumoul ha tiwaliyen.

O Kristenien, o pet tue,
niñ aso kristenien ive....

En han'Doue pacur evel Jamp,
hirie d'an daoulin o pedomp,
Da reiñ dimp, pa n'eus da goll,
ar bara a gaï demus ho tol.

O kristenien, o pet tue
niñ a so kristenien ive...

Niñ a moamp gaëch all en hon bro
Tie, koënd, Douar ha mado;
Buman, siouas! na meump retra..
Koët ha dimp eun tam bara
Eun tam bara evit bevan
Eur c'hromlech ar c'hraou evit lojan.

O kristenien, &c.

208

nous sommes venus ici à la porte de votre porte
ouvrir nous au nom de Jésus;
nous sommes venus demander un abri et du pain
Car nous avons faim et la pluie tombe.

O chrétiens, ayez de la pitié,
nous aussi nous sommes des chrétiens...
Vous ~~vous chauffer~~ auprès de votre feu
Vous avez du pain en abondance:
et nous, nous n'avons pas un morceau pour manger
ni pour donner à nos enfants.
Et nous, nous n'avons au fond de notre tête
que les nuages et les ténèbres.

O chrétiens, ayez de la pitié
nous aussi nous sommes des chrétiens.

Au nom du Dieu pauvre comme nous
aujourd'hui nous vous prions à genoux
de nous donner, puisqu'ils ~~sont~~ tombent
les miettes qui tombent de votre table.

O chrétiens &c.

nous avions autrefois dans notre pays
des maisons, des bestiaux, de la terre, des richesses;
hélas! maintenant nous n'avons rien...
Donner nous un morceau de pain
Un morceau de pain pour ne pas mourir,
Un petit coin dans l'étable pour nous abriter

O chrétiens &c.



Madou an douar na [illegible] dont pad
gant ho madou gret [illegible] implij vad
Nïa moamp gaïch all en houbro
tie, koenet, douar hor madou:
a lort so coit war hon koenet,
Or gernes 'neus sellet hon ed
ar baouranter lo war hon zol
ay ar bisel en tout hon dor.
Or voue bo' n' hon gouhon
ar pucad hinvidu war hon kouzoul.
O kristenien, o gid tue
c'hui go coma ive mortue.

210 &

Les biens de la terre ne Durent point:
faites bon usage De vos richesses.
autrefois nous avions Eaus notre pays
Des maisons, Des bestiaux, Des Champs, Des richesses:
Des sortes sont tombés sur nos bestiaux
la famine a Devore notre blé
la pauvreté est assise a notre table
Et la guerre est a notre porte:
La peste est couchée Dans nos lits
Et l'assaignée tend sa toile sur notre seuil.

O chretiens, ayez De la pitié!
Vous aussi vous aurez besoin peut-être De